

Groah Aës.

Arri groac'h Aës en hon bro,
Kessomp mein bras war en hincho ;
Kessomp mein bras ha mein bihan
War en hent bras en kreis al lan.

Nag an den kos a levere
En he goaze war vene Bre :

– Woël a ve kernes ha bossen,
Wit groac'h Aës en hon c'hichen ;
Woël a ve bresel ha maro
Wit groac'h Aës en hon c'hevro.

Man groac'h Aës en pen a lan,
Honnes na deu ket ec'hunan :
Truantourien a zo gant-hi
Da lakat 'n noas leuren ho ti.

– Kessomp mein vras ha mein vian
War en hent bras en kreis al lan.

– Kiri houarn a zo ganti
ha kesek gwen war he c'hiri ;

.....

Hag er gernès gwen vel an erc'h
War gein eun eies deu warlec'h.

– Kessomp mein bras ha mein bian
War en hent bras en kreis al lan.

– Er brezel gwal, er brezel ter,
A deu warle(r)c'h gant an erer,
Gant er bleïdi, (1) gant er brini,
so klasq kat kik tud da dibi.

– Kessomp mein vras ha mein bian
War en hent bras en kreis al lan.

– Ar vossen du, ar vossen wen,
A deu warle(r)c'h en eur c'har pren,
En eur c'har pren, n'hen wuic'hourac
An Ancou treut hen chareat.

– Kessomp meïñ vras ha meïñ vian
War en hent bras en kreis al lan.

– Warle(r)c'h hounes na velan ken
Na velan den war er blenen.
Na velan ken mert ar goën bras
O kreiskin war an douar noas.

– Arri groac'h Aës en hon bro
kessomp meïñ bras war an hincho.

écriture de Kerambrun.

Au haut des pages suivantes, seulement des titres :

123 recto : 1

Groah Aës.

125 recto : Groac'h Aës.

Rien au 124 verso.

Rien au 126 verso.

*Une traduction française de ce texte, par Penguern se trouve aux fol. 124
et 126 rectos, en face du texte breton.*

Au fol. 125 recto, il n'y a seulement que le titre : Groac'h aës.

(1) «bleïdi» écrit en surcharge sur un mot que je n'ai pas pu lire.

(2) Le c (de : wuic'hourad) est écrit en surcharge sur un g.